


## E-kichen

- Kreizenn varc'hegezh : 02 98 93 55 44
- Hentad-reteriñ
- Hentad golf : 02 98 93 79 19
- Hentad krapvrankañ ha milendall plant Karaez Adrenaline. Gallout a reer ivez feurmiñ MTBoù, : 06 50 19 15 98 pe 06 50 19 05 97.
- Kreizenn c'hoarioù dour Plijadour gant poullou diavaez ! Tachennoù tennis diavaez ha toet : 02 98 99 39 50 <http://plijadour.poher.bzh/>
- Sinema ar Gazeg C'hlas 02 98 93 12 44
- Leurenn sevenadurel ha kreizenn ar c'hendalc'hioù Glenmor : 02 98 99 37 50 [www.glenmor.bzh](http://www.glenmor.bzh)
- Kreiz-kêr hag e 250 a stalioù-kenwerzh hag a servijoù...
- Paintball er C'homôg : 06 66 53 30 37



©: J.-F. Le Maigre

## Titouroù & mirout plasoù



**Karaez, dindan un eurvezh diouzh Montroulez, Kemper, Brest ha diouzh an aod !**

• **Hañv (30/04 au 19/09) :**  
**Tachenn-gampiñ Traoñienn ar Stêr-lêr**  
**29270 KARAEZ**  
**02 98 99 10 58**

• **Goañv :**  
**Ti an Douristed**  
**Karaez hag an Uhelgoad**  
**02 98 93 04 42**

[camping.municipal@ville-carhaix.bzh](mailto:camping.municipal@ville-carhaix.bzh)

Visite virtuelle du camping sur Google Maps : [www.ville-carhaix.bzh](http://www.ville-carhaix.bzh)

# Tachenn-gampiñ kêr Traoñienn ar Stêr-Iêr



## Karaez (29)



**E-kreiz traoñienn ar Stêr-Iêr, war lez ar stêr, 1,5 km diouzh kreiz-kêr, eo tamolodet tachenn-gampiñ kêr Karaez en ur skrin glazvez. Bez' emañ en un takad-dudi a zo ennañ ur greizenn varc'hegezh, hentadoù krapvrankañ hag ur milendall plant, un dachenn golf, kanoeù-kaiak ha c'hoarioù evit ar vugale...**

## An aveadurioù

- 3 mobilom, 62 a lec'hiennoù
- 1 roulotenn evit 4 den
- un ti-prenn degemer,
- un ti-prenn beloioù,
- ur goudor evit ar strolladoù gant ul leurenn goad, ur goudor ekologel
- un davarn,
- ul leurenn ma c'hall an dud nammet (ADN) mont warni aes,
- 4 strinkerez, en o zouez 2 strinkerez ADN,

- 11 gwalc'heris (en o zouez 2 walc'heris ADN) ha 2 walc'heris evit gwalc'hiñ an daouarn, 1 bungalow (gant gwalc'herisoù, 2 strinkerez ha 2 a brivezioù e miz Gouere hag e miz Eost)
- 4 dar, 1 daol-vailhuriñ,
- 9 a brivezioù, en o zouez 2 a brivezioù ADN,
- 2 vailh-kannañ,
- 28 lugell (220 V) evit ar c'haravanennoù



©Planète 360

**Soñjit e Hep le Bus!**  
**Treuzdougen digoust diwar c'houlenn evit mont ha dont**  
**niv. : 0 820 029 270**

## Ar servijoù

- Lec'h prenañ bara,
  - Predoù bihan da greisteiz ha diouzh an noz, boued eus ar vro, ispiserezh bihan, artisanerezh, eñvorennoù
  - Tachenn-c'hoari, taol tennis-taol, Pesketa,
  - Hentadoù-reteriñ, 1 banell-vasket
- Traoù nevez : Wifi evit ar weladennerien, feurmiñ beloioù, tachenn volley, skoroù evit ar gwalennoù-pesketa**



©Planète 360

Digor eo Tachenn-gampiñ Traoñienn ar Stêr-lêr d'an dud nammet. Adalek an 30 a viz Ebrel ha betek an 19 a viz Gwengolo e vez digor. E-pad an hañv e vez roet buhez d'an dachenn-gampiñ gant ar verourien : marc'had traoù eus ar vro, digor-kalon sonadeg, abadennoù a bep seurt...

## Ar prizioù

### An dachenn-gampiñ

#### Prizioù diouzh an deiz

<b>Den deuet ha +7 vloaz</b>	<b>3 €</b>	<b>Karr-kampiñ</b>	<b>4,50 €</b>
<b>Bugel</b>	<b>2 €</b>	<b>Marc'h-tan</b>	<b>1,50 €</b>
<b>Lec'hiad</b>	<b>3 €</b>	<b>Treziad tredan</b>	<b>3 €</b>
<b>Karr</b>	<b>2 €</b>	<b>Parklec'h-sanailh</b>	<b>3 €</b>
<b>Treziad nozvezhiad (2 zen deuet, 1 lec'hiad, 1c'harbed, tredan)</b>		<b>12 €</b>	

ouzhpenn  
3 sizhunvezh :  
- 50%

### Feurmiñ mobilomou & ar roulotenn

3e sizhunvezh gant : -20%  
en tu all da  
3 sizhunvezh : -40%



© : Damien Calvez

#### MOBILOMOÛ

	Evit 6 den hep leurenn	Evit 6 den gant ul leurenn
<b>Mae, Mezheven ha Gwengolo (7 nozvezhiad)</b>	264 €	316 €
<b>Gouere hag Eost (7 nozvezhiad)</b>	316 €	399 €
<b>Mae, Mezheven ha Gwengolo (nozvezhiad)</b>	54 €	64 €
<b>Gouere hag Eost (nozvezhiad)</b>	64 €	74 €

#### ROULOTENN (2 zen deuet +2 vugel)

	Izelamzer (Eus Ebrel da Wengolo)	Uhelamzer (Gouere hag Eost)
<b>Prizioù diouzh an nozvezh</b>	54 €	64 €
<b>Prizioù diouzh ar sizhunvezh</b>	264 €	366 €



© : Damien Calvez

## An distaolioù

**Tud yaouank dindan 29 bloaz** : digoust eo an div nozvezh kentañ evit ur chomadenn 4 nozvezh da nebeutañ. Kement-se ne dalvez nemet evit feurbriz an dud deuet hag ar vugale. Ar prizioù all a dalvez bepred. Ne vez ket lakaet an distaol-se da dalvezout e-pad Gouel an Erer Kozh, nag evit ar strolladoù.

**Kumunioù gevellet** : digoust eo ar chomadenn evit ar gamperien a zeu eus ar c'humunioù gevellet. Goulennet e vo outo paeañ an treziad tredan hepken.

**Kirri-kampiñ** : ne vez ket faturennet ar prizioù Kirri d'an dud a zeu gant o c'hiri-kampiñ.

**Strolladoù** : un distaol 25 % a vo graet d'ar strolladoù 10 den da nebeutañ.

**Tud nammet hag izili eus Kevread an touristerezh war velo** : un distaol 10 % a vo graet dezho.

## An emgavioù e-pad an hañv

**11 a viz Mezheven** : Dibunadeg ha kermes ar skolioù

**17 a viz Mezheven** : Tro Vihan Frañs.

**18 a viz Mezheven** : Gouel ar sonerezh, gant skol sonerezh ar Poc'hêr, strolladoù sonerezh ar SDAY, Tro Vihan Frañs ar vugale, koan vras ar C'hostier...

**2 a viz Gouere** : Abadenn gentañ 6 eur-vezh MTB Karaez e Traoñienn ar Stêr-lêr

**9 a viz Gouere** : Bagadañs : kenstivadeg bagadoù ar pemvet rummad.

**13 a viz Gouere** : Gant kêr e vo aozet an nozvezh Digor Kalon : tan-arvest ha fest-noz e kreiz-kêr

**Eus ar 14 d'ar 17 a viz Gouere** : Ouzhpenn 5 500 den a-youl vat a vo o labourat evit an Erer Kozh. Pev ar devezh gouel gant Pharell Williams, The Pixies, les Insus (bet Téléphone), The Kills, Michel Polnareff...



© : Olivier Éhouarne

**A-hed an hañv** : Troioù-bale diskoachañ sekredoù istor Karaez hag he bro gant Memor Kreiz Breizh ha Ti an Douristed - [www.pohet.bzh](http://www.pohet.bzh)

**An holl emgavioù e :**  
[www.ville-carhaix.bzh](http://www.ville-carhaix.bzh)

Ur sammad 150 € kred a vo goulennet d'an deiz kentañ ha restaolet e vo e dibenn ar chomadenn. Un eil sammad 50 € kred a vo goulennet evit ar c'hempenn ha miret e vo ma ne vez ket kempennet ar mobilomou e dibenn ar chomadenn. -Jedouer kannerez : 3 € / Jedouer sec'her-kouez : 3 € / Feurmiñ liñselioù (dre vobilom) : 5 €